


OR ZALVER 'VID OR PRENA



or zal-ver'vid or pre-na 'zo disken-net kreiz ar bed man;




Pesh a zigas da bep hi-ni, Gloar da zou-e ha meu-leu-di.



1. Rouaned far-cis, Rouaned Saba, a gaso de Zan o fofrou kaer za.
 2. An oll rouaned d'ezan a zou-jo 'hag ar broa-dou oll e servi-cho
 3. Ouz ar re zis-ter 'hag en di-e-nez, en e galon vad en devo tru-ez.
 4. Meuleu di e-ta, bennoz d'on Aotrou, en hep ken a raken braz burzu-dou.



Kanom Nou-el ! Nou-el, Nou-el ga-net eo Jezuz



or zal-ver ka nom nou-el !

1. Les rois de l'arcis, les rois de Saba lui présenteront leurs plus beaux présents.
2. Tous les rois lui obéiront et tous les peuples le serviront.
3. Il aura pitié en son coeur, des petits et des pauvres.
4. Louange et gloire au Seigneur, lui seul accomplit tant de merveilles.

R.1/ Notre Sauveur pour nous racheter est descendu en ce monde;
 A chacun il apporte la paix; Gloire et louange à Dieu.

R.2/ Chantons Noël, Noël, Noël; Jésus notre Sauveur est né,
 Chantons Noël!

Musique et harmonisation: Roger ABJEAN

Texte breton: Visant SÉITÉ (d'après le psaume 72)